




Priz : 8 real
(2 francs)

BREIT

Mae-Mezeven
1941



77. vet BLOAVEZ.

Nnn 5 ha 6

Mae-Mezeven 1941

FEIZ HA BREIZ

Rener : Y. V. PERROT.

Prizion nevez hor C'houmanantou

Eur bloaz : 20 lur ; 6 miz : 12 lur.
Koumanantou strollet, pa gemerer d'an nebeut a pemp niverenn : 17 lur ar pez.
Kas an archant da : Y.-V. PERROT, RENER "FEIZ HA BREIZ", SCRIGNAC
C. C. 21.802 RENNES.

« NOLI ME TANGERE »

(« N'am scou ked »)

gant

Laurans ar RICHOU

tennet hag adskrivet evit FEIZ HA BREIZ

demeuz ar RESURRECTION

gant Y. an DIBERDER



Pa'z eo gwir hon eus graet anaoudegez gant Laurans ar Richou hag e ouzomp bremen pegen ampart e oa da zevel gweriou kaer, prederiomp eun nebeud.

E « Bason » a chom a-zav war gouenn ar Farizianed hag ar veleien dirak korf Hor Zalver laket e kuz er bez. Ha gouzout a reomp ne rae ar Richou nemet heulia eun dorn skrid brezonek koz, henvela-walc'h ouz an hini a dalvezas da Yann Guillevere da voula ar *Bassion* goz e Paris, wardro ar bloaz 1530. Ha da heul ar « *Bassion* » goz ema ar *Resurrection*; Perak eta n'en divijie ket bet skrivet ar Richou diwar-henn ar *Resurrection* iveau, mar deo chomet beo ?

Mar en deus graet, o vez a m'ema glach'ar Madalen kaera darn ar *Resurrection* goz e tle iveau beza glach'ar Madalen kaera darn ebarz hini ar Richou.

Hogen, an dorn-skrid eo a jom da gaout.

Lavaret a-walc'h a ra ar Villemarqué en deus gwelet daou zorn-skrid, ar *Resurrection* o hanou. Beza e oa unan, gweriou berr ennan, etouez leoriou an Aotrou Herri e Kemperle. Da'hefch' eo aet ? N'ouzon ket ; hogen, hennez ne sell ket ouzin, war a gredan. Peurlesa, gweriou hir eo a zave ar Richou.

Beza e oa eun all e Kastel-Paol etouez leoriou an Aotrou de Courcy, gwerziou a zaouzek troad ennan. Daoust hag ema atao e kastell diskennidi an aotrou-se ?

Loeiz ar Gwenneg n'her chrede ket ; an Aotrou Raymond de Roquefeuil, aluzen-nour e klanvdi M^ontroulez, a oa gantan eun dorn-skrid henvet mik ouz hini de Courcy. Deraouet e oant bet o daou d'an 2 a viz du 1719 ; ar Gwenneg en deus e welet jbet eo bet etre e zaouarn hag e zaskoret en deus endro.

Hoged diwezatoch, da heul maro an Aotrou de Roquefeuil, m'oarvat, kaer en deus bet an Aotrou Gwenneg poania d'hen adkavout biskoaz n'eo deuet a-benn.

Eur gwall goll eo, rak an hini gwella tout e oa.

Bete vremen ne jom ganeomp nemet eun dorn-skrid, torret e bajennou kenta, ker-kous hag e re ziveza, siouaz ! — E maner an Aotrou Barbier a Lescoet ema. Bet en deus bet ar markia a Lescoet ar vadelez da zigeri d'in dor e gastell, (ar pez ne ra ket d'an holl) bennoz Doue d'ezan, hag eno etouez dorn-skridou all diwar ar Bassion pe ar Resurrection em eus bet al levenez da gaout ar pez e oan o klask : labour jaer an Richou.

Rak ar Richou eo en deus her savet jaze n'heller ket fazia ; heulia a ra an dorn-skrid cum dorn-skrid koz, hiroch eget hini Quillevere. Ha pa lenner ar gwerziou e ranker anazav ema enno stumm gwerziou ar Richou.

Gwsa pez a zo n'eus ket bet amzer da adskriva an dorn-skrid en e bez. Estreget eur bajenn gaer dispar a oa ennan.

Elech kemeroù tamnou aman hag a-hont, em eus kavet gwell skriva rac'h ar pez a zell ouz Mari Madalen, dre ma heller ober gantan eur pezig-choari distag, evit eur Bleun-Brug bennak, lakeomp.

N'eo ket bet aes d'in bepred lenn ar skritur ; diesoc'h eo bet meur a wechi lakat ar poenhou el lec'h m'eo dileet d'ezo beza. Tost eo ar brezonge ouz hini Treger, hogen chaoz, n'eo ket ken hini ar Richou, a oa eus a vro Pempoull. Neoaz, n'eo ket disleberet an obrenn, ha pa vo peurlennet gant al lenner Istou Mari-Madalen e tal ar bez santez, ec'h anzavo an holl ne oa ket-eur barz a metra an hini en deus savet ar gwerziou-se.

Ha neuze piou eo eta ar barz ampart en deus savet ar Resurrection da heul Passion ar Richou, en hevelep amzer hag en hevelep doare, ma n'eo ket ar Richou e-unan an hini eo ?

An teir Mari o toué. AR VADALEN a lavar :

Demp bremas térec, kent ma vo go lo d^e
da glasc hon mest Jesus, da hout ha ni'n café.
Avanturomp monet d'ar plas ma vœu laket
gant Joseph da hourv^é. E voamp hon zeir kefret.
(..... Aman e vank eul linenn)
Mes perillus vo d'imp. Rac-sé, hep tardin tam,
hastomp ha Demp ofo, kent ma vo go lo d^e,
rag aon ma vemp guélet [pé cavel] gand eur ré
dimens an tiranded ar bobl a voad-gourach,
gant furi connaret ha leus-tenn a arach ;
pé [sur] mar bemp ganté guélet é nep moyen,
e verfomp voar ar plas, hep galloud en em denn.

MARI - SALOME a lavar :

Contand oun da vonet. Demb eta hep dalc,
(? Aman e vank eul linenn)
e vemp occasion ma vè, sur, presunet
e jà, sur, transportet ha caset ahané
dré un deur méchant éneb é vajesté.
Rac, pa ressuscito, é vanno siellec
ar b^e, kercoulz ha kent, ha na vezor torret.
Hen savo deuz ar b^e hep ma vo digoret,

evit rein da gridin d'an oll hérétiket,
en defoa en pep rout gallout ha puissans,
mar carjè, da viréti diarauc ous offons.
Rac-sé, na gallomp ket hon poan hog hon amzér
da zigeri ar b^e. Mar demp, demb a hér.
Ya, ha kerzomp fiant, secrétan ma hellomp,
rag aon na vemp sancte gand an dut divergent.

AR VADALEN a lavar :

Greomp hon diampiech, coulcoudé da vonet,
rag an dé a dosta ha ni a chom bopret.
Demp ractal d'ar méné, da hout ha ni'n cafo.
secréstan ma hellomp. Doué d'hom conduo.

Aman, ez eont e-tal ar bez. AN AEL a 'n em ziskonez, hag a lavar :

Gragéz, léréth hep méz piou eo a glasket-hui
ken mintin ér méné ? Perag é ouélet-hui ?

AR VADALEN a lavar :

Allas ! sujet hon eus da vézan contristet !
Ez om^p o clasc hon mest, Jésus a Nazaret.

AN AEL CHERUBIN a lavar :

N'en dédi ked azé pelloù' én é hourv^é.
Ressuscitét eo fiant brenan dirag an dé.
« Roc dé éo », émézan, evit ma houtzéset ;
ha Jesus zo savet d'an termen destinat.
Teurvezet en eus bet, dré huir humilité,
fan deo ressuscitét digerin ar maen b^e,
vit dré ar mistér-sé rein da entent d'ar bet
ez éo ret beza humbl, obéissant bopret
d'an Tad oll galloudus, pini dré é vap kér
ziscoué da beb unan eur gentel a zo sclér.
Roc séant éo d'an déni caout humilité ;
ar gloar na aparchant nemet ouz un Doué.
N'en em abuset ket da vezan incrédur ;
deut da sellid ar b^e, evit ma credet sur
n'en dédi ked azé. Guéléd a ret certen
n'en deus manet netra nemet un doaillen
én péhini é voa é gorf sacr ha santé
liennet gand é Vom ha gand ar boët santé.

MARI - SALOME a lavar :

Guir eo, certénamant ! N'en dédi ket aman.
Aed eo Jesus ahan ; mé a gret, pa uilan.

MARI - MADALEN a lavar :

I-a sur ; savez éo, hon mest kér biniget.
Chetu an desteni scleramant da uélet ;
hennéz éo ar lién en deus bet Bénet
ar horf sacr ha santé deus a Salver ar bet.
Me éndo andan, o ma hotro Jesus,
ma mest caer déboner, hon tak carantus !
Pé én lêh' ez oh' hui ? Birviken n'abaiwan
n'am bêzo ho cafet. — mar dé hoaz er vro-man !

'Allas ! me am boa douū na vijemp d'ovézat !
Colled éo d'imp hon poān, ha ni én ur goal-stat,
an hini a sonjemp do vézan [t] gafet !

maned én huānat, pa n'hon deus lñl cafet

Chomet hi hé-hunan, AR VADELEN a gendal'h :

O Jésus, ma Hotro ! Ma brasan caratté !
ma mest kér débonér ! Penaus é padin-mé,
nag é harzo buhé ém 'horf gand ar morhet.
gant keun ha melconi ous he pout divovéret
dré ma voah' d'in ken mat ? Ne allan ket miret
ous hirvout ha gouélvan, ken am bo ho cafet,
pé ne hellin felloh' chom béo voar an douar.
Ma 'halon a barfont gant hirvout ha glahar.

AN AEL RAPHAEL a zeū hag a lavañ :

Groec, hep méz, laret d'in perac ta é ouélet
hag ez euh' hirvoudet ? -Pétra éo a glesket ?

AR VADALEN a lavañ :

Allas ! n'en déo ket hui hep kén, sur, a glascan.
N'en dok' ked em spéret, té n'ho tisiran,
nag ael, na kement zo deuz ar célestiel, —
nemert ma guir otro, map Doué éternel,
an hini m'hen cafèn a rahé d'am spéret
guir gonsolation, hep kén ous é uélet !
Ha joa a rahé d'in én esken d'am hirvout,
p'hini zo pensibl ém galloud én pép rout.
N'en deus néf crowdur én nenu hag én douar
evit dré o guédel a rahé d'in, hep mar,
anconnéz ma glahar, na bészan consoled
en un affliction a zo ken diremet, —
nemerdon a gafè ma hotro biniget !
Rannan ra ma 'halon ous é garet parfet.

AN AEL RAPHAEL a lavañ :

En em gonsol voar sé, ha kék bepret avant,
hag é kiffi an Tad a zo leun a brudans,
neb en deus da brénet gand é voat, ha golhet,
ha groet dign ha flour kement a voa souillet.
Hui a lavar na ret cas evit él mat,
na dén plén, néf hini, na vé ket d'ho hétañ,
na vè ket capabl [mu donet] d'ho consoli
én un dristidigéz ken bras hac ho hini ?
Me lavor d'elh, assur, créded, a beurs Doué,
p'an dor é vessajer hag unan é élé :
neb en deus bet ar bras da vézan mignonet
da eur otro kér bras, em digas da uélet
én eur feson bénac. E teu da visitan
é vrasan mignonet, tré ma vo ér bet-man.
Mes an néf so caset dré o fihéjou bras
heb en em amantin, n'o deus ket bed ar bras
da vézan biziæt, ével ma souj brennan
gant canuad an Otre, guir servijer d'ezan.

Au Ael a ya euh. AR VADALEN a lavañ :

'Assur, couls éo, paourez, coll-poān eo d'an hini
a deufé ma bété evit ma 'honsoli .

Ne hallé ked ober, nag ivé ma lacañ
da vezan ém repos, ancouat huānat
évit Inepli melodi gant élé na map dén .
Canno zo ém 'halon ha mervél gand anken ;
évannan (?) suramant, ne allan ket miret.
Biscoaz kemend a doán n'en defè ma speret,
na biscoaz gant nucun n'em eus clévet kélou
o divièje han quél aboé é dourmanchou.
Ni on pé én jarden na pé lèh' é hédé !
Parfontin a ran [m] gant keun ha melconi
o uélet ne hallén é gafet én nep plas.
Évir é hervel crenn, n'em respons ked, allas !
ma 'hon souézet bras ; rag entré ma voa béo
é voar gantant caret, pa zeus d'am reséo.

O ! comsg grasiùs ha leun a sanctélz
a lékics én pratic, pa voant leun a furnéz !
Goudévez em 'heré, hag é voa d'in ken mat
m'am eus occasion da obér huānat.
Raç'sé en es brennan herdér intoléabl,
hirvout bras ha glahar, hag a zo incessabl,
pa nè glévan ket dén en defè han guélet,
ma mest, ha ma holl joa, ma spi glorifiet !
N'en em gontantan ket dimenz ar poursiwo
am eus groed ém spéret da gafet ma hotro :
'hoaz é rancan [monet] gant ma zreit diorhén
dré an hentchou garo, évit néf sorti anken,
ha sellou crêh' ha trou, partout, ken hen kifin,
a bél diouz ma bro én kement ha ma' z in.
Entré ma vén béo mé a chomo éno ;
ha ma n'hen crafan ked ér bet-man na voar dro.
mé a yélo beprét d'ar plaso destinet
da gleved é zoctrin, ma chomo ém speret.

Carged éo ma speret a boân hag a hirvout.
Daéro ma daoulagad a ret qant ma diouj jot
o sonjal héo ret d'in dilezél ma hontré
da glas ma guir Otre, pa nè arri gené.
Ruc-sé é condannan ma zreit, hep clez d'am foâñ,
da gerzat dré ar spern, ar mein hag ar grouâñ,
ha dré bep sort poâniou, bêté mervél diorhén
évit gloar ma Hotro. Dezir am eus da sè !
Voar sé éta, ma zreit, kék diorhen brennan
ha kerz, da glas ma mest ? Na douj poâñ ar bet-man
évit ma diobér, ruc ma fi redizet
ha ré a nev flamb goudé fin distinet
hag a gredi da sè. Mè, na espermin ket
na spern, na drein, na mein, nag ar grouâñ calot.
Ma varcho [noz ha dé], mar bë ' ret d'is obér
bêté cafet ma mest, ma hotro singulièr.
O ! pé en lèh' ez in ? Pé ous trou, pé ous crêh'
é tleau-mé monet, gant ma hirvout ha néh' ?
Na pé én contré sur, é halluh' bénan aet,
pé cuez marizé én eun tu bennaket ?
Ma clefet gand eur vè ou defè han guélet
hep mun, pa na vè kén, em groahé diorhén.
Mes ne on pé én ront monet da gusulti
dré ma 'eo ma speret carged a veleoni,
ha rented incapabl, céléset (?) gant daéro.

Trélated eo déjà, na uel ked é hincho,
na gallout studian meneus d'in ma hunâñ !
Carged eo ma spêred a hirvout hag a zoâñ.
Ne allan ket sonjal petra éo ma hespér,
na pezor fantazi ha cunsult singuliér
a vo guir sowerén d'am rentin amiabl,
dré eur réflexion a vê considérabl,
péhini ma-hunâñ a hrahèr hep tardî
voar eur sujet sublim estimet dré amny.
Ha melconi am eus !.. Na hallè dén compren
na dépeign ma glahar ébarz én berr termen,
na ne hallèn jamès donet da surmonti,
nemert gondé guélet Mab ar Voerhèz Vari,
pé credet kéhôlo gant tud a vo crédabl.
Neuzé me vê joavus, ha rentet convenabl !
O Jésus, guir brofet, map Doué éternel,
me mest ! Ha possibl vê é fo ret d'in lezél
ma 'hontré da recherch. ha moned a bêl brô,
pa n'ho cafan [én] eun tu benac [tro] voar dro ?
Aon em eus, o vont pell, na velen désevoet
gand eur méchant benac ; rac sé em eus morhet,
dré na ouleñnan ket hirok' en em avans
na moned én danjér a rancontrin goal chans ;
rac me voa kirièc [neuzé] d'am goal da sé.
Ha 'hoaz e ren-[mê] goaz [vit] offansin ma Doué,
dign da vezan caret gant nep sort crouadur,
y'an deo ken puissant, ken santel ha ken fur
hag ivé virtuous, ken mat d'hou inéo !
Hervé ar profesi hen hon disamaro,
hon lammo deuz ar boän, deuz an orijinel,
dré boâniou gardis ha caranté fidet...

En fin, pe n'em sonjan, e crédan so guél d'in
chom bêp'ret én sité én kichen Calvari,
ha saludin ar groaz, bemdé, hag ar plaso
én péhini souffras é boän ha tourmancho.
évid introdui ém speret é vêmoar,
hac é Bassion cren, ma verrin gant glahar.
Na pegen eurus vê d'in beza lacaet
én kichen é vé, ma 'z eo sêbôlet
goudé bézan maro ! Eno tiziran
réduisan ma horf paour én douar da vreinan.
Mar bo é volanté hag é gras ma 'has di'
ne houdennan netra nemert ma collokis,
é joay trionfant, gant hoant d'é andurin
ha detaminé (?) énenf, hep nep casti
keit ha ma chomia béo ; kemend a rin
na vê évid é hilcar, ha kemend a lîrin,
ma holl actionou. Ha rac-sé é fell d'in
é gafed ér vro-man, pé [otrémant] é kellin
ma holl espérans hag ivé ma holl boän.
Me gred, eur rî benag em 'hlévo é ouélan,
hag en défo truhé, ouz ma guélet bopret
o persévérian crenf én eur glahar parfet.
Ha rac-sé, mar balé voar nep tro ér vro-man,
d'in en em ziscoézou, certén, mar plij gantlan.
Mar deu d'en em ziscoé d'an neb én défo hoant,

assur, mè hen guélou, espisiaclamant !
Ma 'halôn zo doâniert d'hen guéled eur vêach
voar ar bet ; hoaz eur vêach ! ma na van davantach.
Ma Hotro - mè hou pet d'am lemél a dourmant
hag a néhamant bras ! Roet d'in incontinent
eur guir basiantet, o toni d'am bisitan
me doh' resuscitet ! Escuñ ho supphian
da rein d'in ho prezans, mar plij genah', hirié !
Ar péz a souhétan bopret ha nos ha dé
éo guélet an ouvrage demeus ho majesté.
Henné éo, ma holl hoant ha ma holl garanté,
da uélet ho pizach - Ma Mest ha ma Salver,
me ho pet, ma Hotro ! hep dalé pell omzer !
[Ouzpenn] 'hoaz ho pédan, mar bê ho plijadur,
da zont d'am assistan dré humilité pur.
en faut ne allan gout a rouz hag a andret
én péhini ma 'z oh', ma hahén d'hô cafet.
Neuzé me vê contant, colloked én joayo !
Déjà é possédañ a réjouissanso.
Avis a ra d'in-mé ne allan ket cafet
a vrashok' plijadur, nag a évurustet
evél am bê, neuzé ; rac-sé na gredas ket
é cessah', ma Hotro, de mo 'haran parfet.

JEZUZ en em gav étañ AR VADALEN,
hag a lavar :

Groec, lavar d'in-mé petra éo a ouëles
gant kémund a hirvout ? Na pion éo a gleskes ?

AR VADALEN n'hem anav ket hag a lavar :

Ma hotro biniget, real a leaddet,
rac-sé, levéret d'in mar ho heus han guélet,
pé mar dédi cuzed ébarz én ho métou.
Mar gouzoh', a dra sur, reit d'in é gêhâlou ;
rac hirder am eus, sur, o hortos é uélet.
Jamés na vêzïn aes, ken n'am bo han guélet,
na ne sikh' an daerou dîmeus ma daoulagat,
ma 'halon n'abaizo, entré ma hillin pat.

JEZUZ a lavar :

A ! Mari-Madalen, groa hirvout d'haz pâhat.
ha ne ouël ket pelloh' da boän Salver ar bet.
Mé é héo da brénér, da vest ha da hotro.
Rac-sé en em gonsol ha ne hra muui cámvo,
y'an don résuscitet da benn an dréde dé
d'an termen ordinal, pa voa ma bolanté.

AR VADALEN a 'n em daol war be daoullia,
hag a lavar :

A ! ma Hotro !.. Ma Mest !.. Ma studi biniget !..
Mé ho haney ! Hui éo, oll dézir ma spêret !

JEZUZ a vié outi da bocat d'é deoit, hag a lavar :

N'am scou ked én nep giz, Mari gant da bocou.
Ma zreib a zou prezus : ne douch het da hénou
Té heus eun iné mat, coulcoudé ma héo bet

souillé a bcp relic [‡], ma hoa rekis laret
p'an don [mé ken] sancel, ken sacr a bcp andret,
obér a nevé flam eur horf, da gonsort,
hag a vo pur' ha net da douch ous ma hini.
En ty Simon al laour, mar ho heus sonj a sé,
voé kentan ma leiris pardonin ho hiné,
hag a brometis d'el', gand ar gondision
na deujak' birziken, ébarz en néf fésom,
da return da bénin, mes beprét da baret.
Mar delhet mat d'ho kir, mé na zislin ket.

JEZUZ a ya cuit . AR VADALEN a lavar :

Carged eo ma 'halon a joa hag a gourach !
O ! pebeus plijadur é résévan hep flach
goudé displijadur ! Reséved eun termen
hag em eus cafet hir, érit é vécen crenn !
Mé ho trugaréca, ma Hotro biniget,
dré an humilité ho heus bet teurcézet
da zont da visitan eur verk' ken hirvoudus,
péini dré ho cras ho heus rentet jous !
Gant ma 'hontamant, mé a yalo dré bress
david an ebestel, hag a ziscrério rés
penaus em eus guellet hon mest hac hon otro
ébarz ér jardin, dign, goudé é souffrano.

P'eo gwir en deus Ar Villemarqué lennet dorn-skrid Pol de Courcy, hag a oa gwelloc'h eget hini Lesquiffiou, en deus lennet ar gwernioù man ives. Hag ez eo eur souez n'en divije ket gwelet e oa muioch'a gan en tamm-se hepken eget er Barzaz-Breiz, en ebez !

Rak kan a vez e obrouer ar Richou. Diouz-se eo o anavezan estroc'h eget diouz doare ar gwernioù. Da varzed milzin an amzer vremen, pismigerien mat zo dirak skridou ar re goz, dire ma kaver geriou galleg enno, e c'hellan lavaret, mar deo glan o brezoneg (hag eun tammiik re alies) n'o deus ket a gan. Calloch'h, hen, en devoa, evel Richou. Hag abaoe Calloc'h ? Nikun, marteze, nemet Lociz Er Gal, é Bro-Guéné.

Trista tra evit eur barz eo beza hep danvez kana, en deus lavaret eur barz a Vro-Skos gwechall. Ya, met eun dra trist ives evit eur barz, eo gwerzaoua dig-an.

Na spontit ket dirak eur ger galleg, Barzed an amzer-vremen, saverien skridou talvoudus, unan pé zaou achanoc'h : (da lavarout eo, n'anoumarchan na Kan da Gornog, mag Imram) ; hogen spontit kentoù'h en aoun da gana dig-an !

I. AN DIBERDER

Da veza moult war Feiz ha Breiz : PEC'HED HA GWALL - GEUZ PER, gant Laurans ar Richou, (dimeuz Ar Bassion, hag Ar Resurrection) ;
HERODIAS, gant Laurans ar Richou, (dimeuz Yan-Vadezour) ;
BURZUN KENTA SAND ERWAN, gant Laurans ar Richou, (hérez an tamm n'eus nemetan diouz Buhez Sant Erwan.)
KER IS BEUZET, gant Laurans ar Richou, (dimeuz Buhez Sant Wenolé), ha tammou all, tennet diouz an dorn-skridou koz gant Iwann an DIBERDER.

BREIZIZ A OUENN VAT !

an Tad

Yann-Loeiz


Malgorn

manac'h

eus a Urz

Sant Beneat

1863-1941



Yann-Loeiz Malgorn, a deucas er bed, e Kostarreun, e enez Eusa, d'an 20 a viz du 1863 ; ez-vihanik ne gleve nemet brezonieg endro d'e gavell setu perak e karas kement ar yez en devoa desket war barlenn e vamm.

Goudé beza graet e studi, e Pont-Kroaz, e voe beleget e Kemper, d'an 18 a viz du 1886.

E vreur Paol, chouesch viloc'z kosoc'h egetan, a oa abenn neuze o'ch ober skol e Pont-Kroaz ; Yann-Loeiz, eur wech beleget a voe kaset di ives da ober skol hag eno e chomas betek mat savas c'hoant ganiam da vont da vamac'h, da lavaret eo e miz here 1899. Gwiskra e eure sac'h menech smit Beneat, e Santez Anna Kergonan, e parrez Plouhamel, e bro Wened.

En amzer-se edo Combes koz o c'hoari e Damguy ; leamed ha leamed Frans a waske muia ma chelle : pa rankas

lemezed Sant Mikael Kergonan kemerout hent an harlu, an Tad Malgorn a dec'h gasoù da Vreiz-Veur hag e chozas pemp bloaz e Lowes, e kichenik Southampton.

Er bloaz 1910, ez eas davit e genvreudeur o devoa kavet repu e Linciar er Belijk. Ar blijadur en devoe da gaout eno e vreur Paol, a oa ast ives da vañach o kemeret skouer war e vreur yaouank.

Wardro ar bloaz 1912, e voe kaset da Blourin-Montroulez, da ober skol en eur maner hag eno, pa ne veze ket dalc'hant gant e skol, e blijadur o'ret en dourn da veleien ar parrezioù tosta.

Er bloaz 1920, e tistroas da vat da Gergonan. E deiziou kenta miz choueven 1935, maro e vreur Paol hen doc'hiañ kals ; kalon-kroesk en deveze alies, drou pe dri bloaz a oa ; koulksoudé ne jomas war e wle nemet pemzek dez ; mervel a eure e peoc'h d'an 8 a viz

chouevrer 1941 ; 78 vloaz a oa abaoe m'oa bet ganet ; 55 bloaz, abaoe m'oa bet beleget ha 40 vloaz abaoe m'oa bet e Urz Sant Beneat.

Ouz e gall Feiz ha Breiz en deus kollet unan eus ar re hen c'hare hag hen harpe ar muia ; ar pennadou-skrid a embanne en hor c'helaouenn a zine : Yann Gostarreun.

Er bloavez 1927, e skrivas : **Hor Breudeur Tramor** ha ni, ha **Traou ha traou all** ;

er bloaz 1928 : **Marvailhou an Aonan** ; er bloaz 1929 : **An Itron tamallet e gaoù** ;

Marvailhou Tramor ;

er bloaz 1930 : **Janned ar Fur-Zodez** ; **Arzur hag e varc'heien** ;

er bloaz 1931 : **Miser ha Run ar Vran**. Eun divinadenn bennak savet gantan a gaver ives aman hag a-hont.

Ouspenn ar pennadou a rae e-unan, an Tad Malgorn a gemeras ives ar boan da adskriva evit Feiz ha Breiz, gant e skrifter ken aes d'an holl da lenn ;

Meulidiquez Queguin - Caer Cure Sant Yann ar Biz, decedet e mis Gerzu 1803 hag ar werz a zavas, en e brizon, eun nebeud dervezioù hepken a-roak e varo, an Aotrou Brimellec, kure Minihy Kastell-Paol, dibennet e Brest, d'ar 17 a viz evel 1794, da zeiz ar Yaou Gambild, gant tofietourien hudur an Dispach' ruz :

An Tad Malgorn a roas ives da « **Annales de Bretagne** » 1909-1910, eur studiadenn a bemp pajenn ha kant war brezoneg Eusa, gant notennou savet gant J. Cuillandre ha J. Loth.

E penn ar studiadenn-se e lennomp kement-mac :

— Dom Malgorn, originaire d'Ouessant, possède à fond le breton de son île natale. A ma prière, il a utilisé les loisirs que lui crée, à l'étranger, la loi sur les Congrégations, pour transcrire, suivant l'orthographe ordinaire et aussi phonétiquement, les formes de son dialecte correspondant à celles des mots du Dictionnaire de Le Gonidec. Il y a ajouté

bon nombre de mots inconnus ou peu connus en usage dans l'île. Il s'est aussi appliqué à préciser par des exemples le sens exact des mots qu'il a relevés. Nul doute que ce travail, si méritoire, ne rende de sérieux services à l'histoire de la langue bretonne.

J. LOTH.

Pebez tenzor a veie pennouet, e bell amzer, ma karfe kement beleg a zo bet savet war barlenn eur vrelzadec ober. er barrez m'eo giniñk anezzi kouls hag er barrez m'ema enni o labourat, eun dastumadenn par da hini an Tad Malgorn ; mat eo sevel geriou nevez pa vez ezomm ; gwellc'h eo dastum ar geriou koz n'emaient, en implij, nemet e parzioù a zo.

Buhezioù sent breizat, evel sant Perek, sant Meriadek, sant Maugan, sant Budok, sant Kado, savet e saozneg, gant ar Chalonni Doble, person Wendron, e Kerne-Veur, a zo bet troet e galleg, gant an Tad Malgorn ha moulet war ar « **Bulletin Diocésain d'Histoire et d'Archéologie** », renet gant an Aotrou chalonni Perennès.

War an hevelep « **Bulletin** », niverenn Septembre-Octobre 1926, p. 284-295, en deus moulet c'hoaz eur studiadenn d'avaloudus war ar brezoneg e eskopti Kemper ha Leon, edoug an XIX^e kantved, e kavomp enni al linennou-mon : « Il est incontestable ... que si, dans l'état lamentable où était réduit le breton (vers 1840), le clergé devait faire son **mea culpa**, il fut aussi l'un des promoteurs et l'un des ouvriers les plus actifs de sa restauration. »

Siouaz, dister eo an harp a ro beleien ar c'hantved-man d'ar brezoneg, e skoaz an hini a roe d'ezan beleien ar c'hamtved diweza !

Ra vez, da vihana, skouer an Tad Malgorn, eur sklerjenn hag eur gentel : eur gwir vab da Vreiz hag eur gwir vab da zant Beneat setu petra eo bet edoug e vuhez : labourat dreist en deus graet ; ra ziskuizo bremen e peoc'h, e tal e vreur, e abati Kergonan, e bro santez Anna.

Y. V. PERROT

MARVAILHOU KOZ EUSA

dastumet gant an Tad MALGORNO

ha bet moulet e « **Annales de Bretagne** 1909-1910 »

I. - Ar paotr bihan hag ar bleiz.

Gwechall e oa unan bihan o vont da gas amanenn (1) d'e vamm goz hag ec'h en em gavas ar bleiz gantan hag a chouennas outan :

— O vont da belec'h emaout, paotr bihan

— O vont da gas amanenn d'am mammgoz

— Pelech ema ti da vamm-goz-te ?

— Sellit a-hont, eun ti bihan, eun ti ta-warc'h !

— Mat eme ar bleiz, kea ebiou an hente

se ha mae a yelo an hente

Ar bleiz a lamme dreist ar parkeier hag ar chleuioù hag a en em gavas a-roak ar paotrig e ti ar vamm goz, hel lazas hag a yeas er gwele an he flas.

Pa voe en em gavet ar paotr, e sko war an nor hag e laver :

— Mamm goz, digorit an nor d'in !

— Moustr war ar tipotap, va mab !

Ar paotr a voustre, met n'helle ket digeri hag e krie ouz e vamm goz :

— Mamm goz, n'oun ket kapab.

— Moustr kalet war ar tipotap, va mab.

Erfin e chellas digeri an nor.

— Pelech e vezol laket an amanenn, mamm-goz ?

— Lak hen aze en daol, mab ! Naoun a-ch eus, va mab !

— Trouch'h bara ha kea da gerç'hat kig eur charnel.

(1) E. Eusa, e lech amann, « beurres, e leverer amanenn pe gentoc'h amann ; ar gwir ger eo amanenn, rak ne leverer ket bara amanet, met' bara amanennet ; e Bro Wened, e leverer amanenn hag e Kembre ymenyn. »

— Ar chaz a oa war ar piler (2) hag a grise :

— Ec'h, ec'h, debri kig e vamm goz .

— Mamm-goz, ar chaz a lavar : Ec'h !

— Debri kig e vamm goz !

— Sko gantan, mab, sko gantan : sec'hed az peus, va mab ? Mat kea d'ar warrikenn da eva gwin !

— Ar chaz a grie adarde :

— Ec'h ! ec'h eva gwad e vamm goz !

— Mamm goz, ar chaz a lavar : ec'h !

— M'hén lazo, mab, m'hén lazo ! Riou az peus, va mab, met deus er gwele aman da domma !

— Hag ar paotr a lavare :

— Choui ho peus daou zorn bras, avat, mamm goz !

— Evit labourat buan, evit labourat buan !

— Choui ho peus treid bras, avat, mamm goz.

— Evit bali buan, mab, evit bali buan.

— Choui ho peus daoulagud bras, avat, mamm goz !

— Evit gwelet a-bell mab, evit gwelet a-bell !

— Choui ho peus diskouarn bras avat, mamm goz !

— Evit klevet a-bell, mab, evit klevet a-bell !

— Choui ho peus genou bras, avat, mamm goz.

— Evit debri buan, mab, evit debri buan.

— Ha ch'ap ! ar bleiz a lounkas ar paotr dioch'tu, en eur ch'enaouad.

(2) piler = maen an oaled.

II. - Trant.

Gwechall e oa unan hag a oa maro e dad tregont miz a-roak ma 'z ou deuet war an douar 'hag e oad nec'het o klask gouzout pe seurt hanou da rei d'ezan ha e vee lavare.

Dre ma roed boued d'ezan e kreske ha gweilia tra a gave os kouign hag e vamm a ranke klask an danvez d'hen ober.

Dre fors debri kouign ar paotr a oa deuet da vezas bras hag e vamm a lavare e ranke mont da chouint e voud. rak un debrer mat oa.

Ha Trant a lavaras ober e zac'h d'ezan da vont e rouet hag e vee dastumet e dammig trau d'ezan en eur chaosonenn ha latet d'ezan eur gouign en e askre.

Pa vee aet eur pennad, e kichen ar chleuaz en dia debret e gouign ; sevel a reas naoun gantan ha ne ouie ket e pe du mont. Hag e klevas mansonerien oc'h ober eun ti nevez hag hem mont da chouenn' beza darbarer ; edod oc'h ober palankou da zevet eur maen bras bras, war ar chafod. Ha Trant a lavaras, ne oa ezomm ebet da ober an a-parailhou-se evit sevel ar maen ha kregi ennan hag e deurel diwar an douar war ar chafod. Ar chafod a gouezas d'an traon ha terri o diwesk ar zaou pe dri.

An itron, mestrez an ti, a oa nec'het o klask gouzout penaoz en em zizober dioultan hag a zonjas ma vije kaset d'an ifern' da gerc'hat eur ch'arrad aour hag arc'hant, met Trant a lavaras e ranke kaout eur

AN EONTR MILIONER

troet diwar E. Souvestre

c'harr, kezeg outan hag eur fouet houarn
hag a bouesje pemp kant lur. Hag e voe
graet ar pes a c'houenne gant gras beza
pare dioutan.

Hag hen en e rout. Pa oa en em gavet
e toué dor an ifern e c'houennas digor hag
e toué goulenet :

— Piou a zo aze ?

— Trant emezan.

— A ! eme an diaoul, digor buan ; tre-
gont asamblez.

— Me, eme Drant, a zo deuet da gerc'hat

eur c'harrad sour hag arc'hant.

Hag e voe lavaret d'ezan ne vije ket roet.

Ha trant, gant e flip warlerch Paolik.
Paolik pa zante an taoliou flip o kouenza
war e ler a lavaras karga buan e gar da

Drant ma 'z aje er maez. Ha Trant e rout

gant e garrad.

P'en em gravas e, oad nec'hetoc'h gantant
eget gant e garrad. Ha neuze an itron a
lavaras e gas en dro d'an ifern da gerc'hat

tri an diaoul koz d'ezzi.

Trant a lavaras e rankje¹ kaout eur horz
hag a bouesje pemp kant lur hag eur gevel
hag a bouesje kement all.

Roet d'ezan e draou hag hen en dro. Ne
vije ket pell o vont pa ouie an hent. Pa
met en em gavet e tal an nor e c'houennas
digor :

— Piou a zo aze ? eme ar porzier.

— Trant !

Hag e voe kriet dont holl da harpa an nof
met Trant pa ne zigored ket d'ezan a en eut

III. - An tenna d'ar zord.

Pa vez ar vugale oc'h ober eur c'hoari
bennak ha pa vez c'hoant da c'houzont piou
a vez « ebarz », da genta, e kemerer eur
boned ha pêp hini a laka eur biz war e
vord ; unan bennak a laka unan neuze ar rim-
dell-man :

Eul loa, diou loa,
Karabine, karaba,
impin, boudoun,
kaskarin, griffoun,
er mèz, kompagnon !

IV. - Ar gouelini.

Etre gouelini e klever allies an diviz-man :

— N'oas ket deuet d'am gwelet pa oan
kianv ?

— M'her² gouie ?

— Poan gof ? poan gof ?

V. - Ar melfed krogennek.

Pa vez c'hoant da lakat eur yelfedenn
grogenelek da zispaka he c'herniel e leve-
rer d'ezzi :

— Birou, birou, astenn da gorñ, me a la-
varo d'it e pelec'h ema da dad ha da yamm;

lakeas gañt e vailh da vrôusta an nôr. Hag
edod tout adrenv an nor oc'h harpa : pa
welias Trant an hini koz e krogas gant
e chevel en e fri. Ha Paolig a grie :
truez ! met nul oa ; Trant a oa krog
mat ; ar re all a deus da gregi e lost Paolig
hag e teujont holl d'heul krog an eil
e lost egile.

Pa oa en em gavet e kichen dor ar ma-
ner e krié dont dazikour met e lec'h dont
dazikour eo prenna an nor outan e raed.

Ha Trant ober eul lam'm, war e zi, war
ar vur, met derch'el mat a rae da fri an
hini koz. Abzar ar fin e tistagas ar fri hag
e kouezas war e gein er porz.

Neuze an itron a c'houennas digantam
pegelement a gounmant a ranke kaout evit
mont kuit.

Ha Trant n'en diao ket affer nak aour
ark'achant da gas gantan d'ar gér, e ran-
ke kaout ed.

Diskouezet en doa pegeff bras e ranked
ober ar zac'h evit karga an ed ha n'oa ket
a-walc'h gant eul lestrad evit her ch'arga,
e voe ranket presta eun aall ch'hoaiz. Pa oa
en em gavet Trant gant e zac'h er ger, en
doa lavaret d'e vamm dont da zellef petra
a draou a oa. Met Trant en devoa naoum :

— N'eus netra da zebri, en ti, emezan.
— Eo, eme e vamm, eur gouignenn a zo
aze en daol !

Keit ha m'edo e vamm oc'h ober an dro
dar sac'h, Trant a years da glask e gouignenn
pa gogos enni e oa eul logedenn
bazar hag a lammaz en e askre.

Ha kement a spont en devoa bet ma var-
vas gant e aouen.

Ar rimadeller, bep gef, a dap war eur biz
ha neuze an hini ma laver d'ezan : « er
mèz kompagnon » a ya er mèz ; ar re all
a jom ken na vezu mui nemet diaou ; an
hini ne vezu ket bet pedet da vont er mèz,
a vez « ebarz ».

An tenna d'ar zord, en doare-se, a zo ana-
vezet iveau e Poerpoer.

Goudre ar goany, da lavařet eo e miž meurž
wardro gouel Paol, ar gouelini a vez gwe-
let o nijal a-vagadou bras a-uz ar meziou,
o hopal : « Paol gaoc'h ! Paol gaoc'h ! »

M'eoat vat n'o deus ket ankounnac'hæt pe-
naos e oant bet laket e pinijenn gant sant
Paol p'edo er skol, gant sanc'Ilud, dre ma
oant bet o laerez ed ar manati... .

dindan an daol, e Porz-Paol, o tebri kig hâ
kaol !

Pa ne zispak ket ar « birou » e geñniel
goude beza bet pedet meur a wech, e tufer
warnan.

— 48 —

Fant an Aour, intavez Per ar Madeg
he devoa gouzavet gwall reuziou. He mab
hena Dider, skoazel an tiegez, a oa bet
beuzet war vor hag e chome war e lerc'h
pevar a vulage vihan etre diaouarn ar vamm
goz. Eun hevelep darvoud en devor torret
an embannet etre he merc'h Tina hag eur
paotro yaouank a zoare. Ken gwaz skoet
ech' en em gave an intavez, ma rankas al
Lom, an eil holl, hag a oa war ar studia
vont da veleg, chom er gér da sikour kas
al labour endro wadro an atan.

Ar familh gêz a chom ganti elevato, e-
kreiz he zrbullih, eun tam'm fizians da wel-
laat he sted. Tonton Laou a oa set eus ar vro
ugent vioaz a pa. Abaoe edo o labourat en
Amerik. Kalz, bet act di eveldan da ch'ou-
nit o buhez, a oa dizroet, darn anezo, meur
a wech milioner.

Hogen, edod o nevez resezo eul lizer di-
gant Tonton Laou hag e lavare al lizer-se
edo an eontr en em gavet en Haor-Nevez
ha dizele e vije er gér gant e holl beadra,
goude bezza lavaret kenavo evit mat d'ar
« Bed-Nevez ».

Azalei an deiz-se ne oa hano en ti nemet
eus lizer Tonton Laou, erru d'ar gér gant
e « holl beadra ». Lom, speredet lem'm ha
desket bras a lavaras, e weled mat, dre al
lizer ken brao distaget, e oa an eontr, pin-
vidik-mor.

Ha setu ar sperejou hag an teodou da
vont endro, hag an eil a lavare kaeroc'h
egel egile.

— A ! a huanadas an intavez, ma vije
bet beo Dider ! Setu azo hag a vefe bet eur
skoazellour mat evitan.

— E vugale a chom war e lerc'h, eme Vel
ar vatez, hag arabat d'eo'h kredi kennebeut
ne vezu ket laouen Tinaig o kaout eun tam-
mig argourou digant an contr !

— Da ober petra 'n diaouli, eme Ziña, en
eur héja he fenn gant tristidigez.

— Da Ober petra ? a lavaras Bel ; feiz
evit lakaat kerent an Aotrou Karadeg da
chom peoch', ha pa ne vefe ken ! Kær o
deus bet ar re-man kaez o mab da vortolod,
evit mirout outafi da zimezi gant Tinaig,
kement-se ne vire ket outan da zistred pa
garo Tonton Laou.

— Kea da welet, ya, hag heñ en deus

c'hoant distrei l a elgerias Tina, lentik holl.

— Ac'hanta ! c'hoar, ma chom Karadeg
a-dreuz e kavi eun all. Gant eun tonton en
Amerik, aes e vez o d'it kaout eun hanter-
tiegez, bez dinet' ! Ha piou car ? Daoust
ha zigas ket gantañ eur paotr yaouank
bennak, milioner eveldañ gant ar c'hoant,
da obet eun niz anezoñ ?

— Ya, kredabi, avat ! eme ar plac'h feu-
ket. Me n'oum ket preset da zimezi tamm
ebet 'michans !

— Ar pez a zo preset, eme ar vamm, eo
ma ch'ello Lom adkregi gant e studi ha
kaout unan bennak da baae evitan.

An aotrou kont en doa prometet paea evi-
doun, eme Lom, ankounnac'hæt gantañ edo
errou e dionto milioner d'ar gér.

— Eur pez kaer prometet pa ne ra netra !
ha da ch'ortoz an amzer a dremen hag hor
yale'h a ya buan war dreutaet. Evelse emañ
an holl artronned vras ; ne glaskont nemet
o filijadur hag a-benn mu teuoun d'eo o
deus prometet ober vad emaoc'h maro gant
an naoum.

— Chomit peoc'h ta ! Emañ erru Tonton
Laou eus an Amerik, ha kenavo d'ar yalc'h
treut. Skrivet en deus : « Erru oum gant va
holle feadra ! » Hag e kav d'eo'h n'eus ha-
no ebet ac'hanoemp ?

— Gwir eo ! eme an intavez. En hent
emañ, hag e ch'ell digouezout a vare-da-
vare. Tina, hag aozet az peus evitañ eun
dra bennak ?

— Mamm bezit dienkreñ. Sellit kentoc'h.
Hag ar verc'h a zigoras an armel-voued.

Eun tam'm brao a giñ moc'h a oa eno e
keñiver eur pez anduilhem vogedet ; eur
bern krampoez lardet, eur pladad farsourn
hag e chorn eur podad chistr eus ar chen-
tañ ; kement a chouez vat a strinke eus an
armel ma teuas an douz e genou ar vugale
vihan.

An intavez a years d'ar zolier, a ziskenn-
has eus he fres, eur zervied a seurt gant ar
re a servich d'ar gouelini bras evel pask
ar vugale, pardon ar barrez.. Kemerout a
reas e ganastell ar pladou braoo hag eul
diretren eur gountell neverz flamm hag eul
loa ar chantez, an hini n'oa nemeti en ti.

Edod e peurechui ar pourchasou pa Zeuañ

lunan eus ar vugale d'ar red en ti ken a zilane.

— Mamm-goz ! Mamm-goz ! ... Eman-heñ o tont !

— Piou o tont ? eme an holl.

— Piou met Tonton Laou 'ta ! a c'hari-mas eur vouvezig skiltr.

An holl sellou a drosas ouz an nor. Euf moraer a oa war an treuzou. En e zourn dehou e talche eul labous iskis, eur per-



erruout, grael ouspenn tri mil leo gantau evit dont ! >

Lom eo a gredas tostaat da genta ; war e lerc'h ez eas Tina, goude an intavez ha g'hoarzin eus ar vugale vihan ; Pa'vez klaskec' avat lakaat ar vugaliou all da dostaat e voe en aner. Elec'h pokat d'ezzo neuze, Laou a vriatas Bel.

— Fei d'am Doue ! Me gave d'in ne vijen ket bet en em gavet biken ! Ha gouzout a rit, Fant —hano an intavez oa hennenez ez eus eur gwall frapadig etre ti-gar Mon-troulez-hag ar Roudouz ?

Lomm, lenne e lagad, a verzas neuze e oa boutou-lec' ar moraer goleot' holl a boul-trenn.

— Daoust ha Tonton a veze deuet war-droad ? a choulenness heñ squezet.

— Trible paotr ! Daoust hag e kav d'it e vijen deuet betek aman war vag ? eme an martolod en eur ch'hoarzin ar pez ma c'heñle.

Lom a reas eur sell warzu an nor.

roked, ha gant e zourn kleiz e ūne euf mañmouz krenn.

Ar vugaligou spontet a dec'has d'en em guzet e barlenn o mamm-goz, a chome souzez maro ha Lom, Tina ha Bel a oñken souzez all.

— Petra 'r foultr ! Daoust hag e veze aoun ouz va loened ? a lavaras Laou en eur ch'hoarzin... A'chanta 'ta, mont a ra mat ar bed ganeoch ? Tonton Laou eo a zo oñken.

— Met ... hag ho pheadra... ho maliou ?

— Va pheadra ? Kement em eus a zo war va c'hein paourkéz niz ! Eur moraer a veze re drabasus evitañ stleja maliou war e lerc'h.

Gant ma c'hello sachwa war e gorn burok ha lipat eur bannachig bep an amzer emañ laouen hag eurus ar paotr Laou. Me n'oun ket ker figus-se va bihanig.

Fant hag ar vugale a reas sellou enkrezet an eil ouz egile.

— Va digarezit, Tonton Laou, met ... ni gave d'eomp ... diouz ar pez a skrivelc'h...

— Petra gave d'eoc'h ? ec'h en em gaven m'oiravat war eul lestr ar-ch'antet ?

— N'eo ket, eilgerias Lom, en eur glask c'hoarzin, met gant ho maliou ... evit chom eur pennad ganeomp ; rak 'ho lizer, a lavare e oac'h deuet evit chom.

— Va lizer ?

— Hag e lavarec'h zoken ech en em gavet gant hoc'h holl beadra.

— A'chanta paotr ! setu amañ va holl pheadra : va ferroked ha va marmouz.

— Jezuz, va Doue ! aze emañ hō fortun a-bez ? eme dud an ti holl a-unan.

— Gant va sac'h mortolod el lec'h ma z eus meur a loeren didroad, meur a roched divanch ! Arabat d'eoc'h kredi e vefen nech'etoc'h evit-se, bugale geiz. Keit ha ma vez sedar ar goustians ha yach' ar galon, lexit da vale ! Hepik avat ! c'hoar gaer, gwelout a ran aze chistr melen, ha gwall zizec'het eo va riboul-ar patatz warf'ezh ar c'haloupadenn vat am eus graet. Allo 'ta Fri-tougn, gra eun tamm salud d'ar gerent, hag e vezi eur paotr mes.

Ar marmouz a reas teir rampaden hag a yeas da azeza eur tammig, en eur skrabat e fri.

Ar moraer act da azeza ouz taol a servichas d'ezafñ e-unan eur skudellad vat a chistr melen hag a lipase vourrou diwarnañ.

— Beuz eo chistr Breiz ! Evel voulouz eo d'ar stomog, c'hoar-gaer.

Doareou diseven an entro kož a zispiljas kalz d'an holl. An intavez a oa feuket.

O welout ar pladou war an daol, Laou a

lavaras en doa naouen-du. Ranket e vos la-kat ar bastell gig moç'h war an daol hag an dorz varia boule'het. Fant avat a glozas buan an armel gant aouz e welfz Laou ar c'hrampoz hag ar gouignenn amann.

Ar moraer a grogas da zaneyella e vuhez, ar moriou en doa treuzet, ar briouz en doa gwelet, al labouriou kalez en doa graet evit netra, koulz lavaret ; qui baedreut, fripet kerkeut ha gounezet. A-henn eun eur ranellez e oa sikler d'an holl n'en gion an Tonton Laou ken peadr nemet eur spered laouen, eun teod distagell hag eur, c'hoant debri ars a gwella.

An holl a gavas diés kenaf klevet ar gofession-se a ziskouzez paourentez an Tonton « milioner » ha pep hini han diskouezas hervez e karakter. Ma n'oa Tinaig nemet eun tamm souzez, Lom a oa fallgalonet ha feuket ouspenn, e-lec'h an intavez, gant Dizale, an Tonton her gwelas anat. Ar ar c'heuz he doa, a oa droug bras enni-marmouz o veza spontet ar verc'h vihan en eur vont war he lerc'h. Fant a choulenness grofs ma vije klozet buan er c'hraou moç'h goulo ; hag ar perroked o veza pigoset e plad ar moraer, Lom a lavaras, ne c'hellef den e chouzav en ti. Tina 'gavas gwelloc'h chom peoch. Mont a reas er-maez da labourat war-dro an ti gant Bel, hag ar vamm-goz a grogas da neza en tu-all d'an treuzou.

Chomet e-unan gant e niz a glaske ku-zat e wall-souzezen dindan eur falz laouedigez, an eontr a lakaas war an daol ar skudell goullouderez gantañ a nebeudou; c'houilletat a reas eun tamm ; lakaat a reas e illor war c'horra an daol ha sellout a-bik e daoulagad Lom.

— Ha gouzout a rez paôtr, emezañ sioulik, e c'houez eun avel fall en ti-mañ ? Kerdu eo dreminou an holl ma kredet en eun d'ar vordou fall bennak, ha den ebet amañ n'en daos kredet lavarout d'in c'hoaz an distera ger karantezus. Daoust hag evelise eo e sever eun Tonton bet ugant vloaz hep dont d'ar gér ?

— Lom a lavaras buan en devos graet pep unan ar pez a chelle, ha n'edo ket e galoud an tiegez ober gwelloc'h d'ezai.

— Gellet ho pez évelato beza sederoc'h em c'heñver ? Mat, sell ! me a zo amañ evel eun den a re ; an holl a sell ouzin a gorn... Me avat, ne blijet d'in ar rendeñou ; awaïch eta a chaokeriez, war ar poëse, paotrig. Evelato, dalch sonj ho pezo keuz eur eun deiz d'ho sellou du ; ne la-varan ket muioch d'it.

— Lom, lemm e spered, a welas e oa faziet ; en doa an Tonton arc'hant bras warnañ nemet ne felle ket d'ezai diskouez netra da zen ken na vije gwelte.

— An Tonton Laou ne veze ket bet kement-se a lorc'h ennañ oc'h erruout er vro, anez ar archant bras en doa gounezet er Bed-Nevez, a soñjas Lom.

N'eo ket eun tamm marmouz fall, hag eur c'hoz labous eo en defe lakaat kement a fougenn ennañ. Tonton Laou a zo kordez a finesaou, ha betek-hen n'eus bet nemet farserez gantañ, ha ni bet tot a-walch'h d'her c'herdi... E'cheriou diweza a zo skler.. Buan, buan, chenchiomph tu d'hor chupenn.

Lom a zigarezas eun abeg bennak evit tec'hout er-maez. Mont a reas da gaout e vamm hag e ch'hoar ; lavarout a reas d'ezo gavadez. An holl a gabals da zistrei d'an ti, laouen bras en taol-mañ pep hini evel re all en o lec'h. Fant a hastas lavarout he doz keuz da veza renket mont eus an ti a-greiz holl : kement a labour he doa da ober ! Gourdrouz a reas, o veza n'oa ket muioch a friko war an daol.

— E' pelech 'ta emañ ar c'hrampoz hag an tamm gwastell a zo bet sozec' a ratoz kaer evit distro laouen an Tonton ka-rez ? Hast i ta, Bel ! Lak ar billig lostek war an tan, ha te Saig, kea da welout ha'

n'eus ket a viou e nelz ar yañ vřiket ma vezo graet eur fritadenn da Donton. N'eus ket a chistr a-walch' er pod ! Kea 'ta Tina d'her c'harga d'ar c'ho. An duellenn am eus bet lakaet dec'h war ar varikennad chistr gwella hon eus, abenn ma teufe Tonton Laou d'ar gér.

Pe hini a sentas ha pa voe aozet pep tra an hol a deus da azeza ouz taol en dro d'ar moraer, dudi leiz ar ch'halonou, heligenta ganto da chouzout piou a rafe ar gwella d'an Tonton muin karet.

Tinaig a oa a-wel d'ar mortoloed, kement a lorzh enni ma lavaras hemañ en eur vousc'hoarzin :

— Ac'hanta ! Gwell-a-se ! Setu aze vat eun dremp hag a bliñ d'in : henvil mil eo ouz he zad, ar paourkaez Per !

Hag en eur daborinat war he chodou ruz gant kil e zourn kleiz e kendalch'as.

— Feiz merc'hig vras, anaout a ran da hano abaoz pell'zo. Pet kwech n'ems eus me ket klevet hano eus Tinaig, merc'h va ch'hoar gaer.

— Gant piou 'ta, a chouleñnas ar plac'h yaouank souzezt bras ?

Araok ma chellas respont ar moraer da choulen ar plac'h, e vole kleet : eur vouez kraouennek o tistaga frēs : Tinaig. Tinaig. Houmañ droas krenn da sellout en a-dre, sababuet net.

— Ha ! Ha ! Ha ! eme an eonit en eur ch'hoarzin leiz e chinou, n'ouzout ket piou a zo ouz da ch'hervel ?

— Tinaig ! Tinaig ! eme adarre ar vouez

— Ar perrok eo ! eme Lom.

— Ar perrok ? eme ar verc'h. Ha piou

— 'n diaoul en deus desket an hanos d'ezan.

— Unan bennak hag a zalc'h sonj mat a-

ch'hanout, a eilgerias Laou, en eur deur

eul luchadenno war plac'h yaouank.

— Choui, an hini eo, me 'zo sur, Tonton.

— N'eo ket avat, merc'hig, met eur mortold yaouank anavezet gant da galonig.

— A ! Karadeg.

— Emañ deuet ganez !

— Neuze 'ta, choui ho peus her gwelet !

— Feiz, ya 'vat ! merc'hig kēz, ha di-

zroet eun eus an Amerik er valimant m'-

mañ-heñ.

— Hen ivez a zo distro.

— Ya, hag ar pez a zo gwelloc'h, gant eur yalc'hadig, ha ganti e c'helli ep em rei erfin d'e vua karet hep m'en defe ezomm da ch'houlen sikour digant e gerent.

— Hag en deus komzet ganeoc'h... ?

— Ac'hanout, eme an eonit, en eur gloža menoz ar plac'h yaouank. Keri alies en deus komzet d'in ac'hanout, nizez, m'eo deuet va labous a-benn da zeskia hano.

Tina a ruzian betek he diouskouarñ, gant ar blijadur, hag an intavez end-ein a oa lorzh enni. Atao he deus bet kavet kalet gwelout an embannou a terri etre he merç'h ha Karadeg, Laou a lavaras edo hemañ prestid da zigouezout er gér.

Kement e tridas kalon an nizez ma lammas da bokat a dro-vriad d'he Zonton Laou.

— Non-de-distak ! setu Tonton Laou deuet mat d'an hol, bremañ, emezañ en eur ch'hoarzin; ha sell ! evit ne vezet ket re inouet o'hortoz da vua karet, e roan d'it va ferrok. Pher ch'levi, e seblanto d'it plijadur.

Eur wech all ch'hoaz eç'h en em daolas Tina da vriata an eontr koz, en eur lavarout d'ezan mil bennoz Doue. Kining a reas he dourn warzu al labous ne rae aoun ebet d'ezzi mul. Hemañ en eur nijal wañ he brech a ganas : Tinaig !...

An tiegez a-bez a ch'hoarzas a griez kation. Ar plac'h yaouank a bokas d'ar perrok ked hag her ch'assas ganti en eur bokat d'ezan.

— Setu aze unan hag a zo laouen bremañ, Breur Laou, eme Fant, en eur sellout cuti o vont kuiñ.

— Karout a rafet renta an hol kel laou-en hag hi a lavaras ar moraer, dic'hoarzh. D'eo'ch choui ives, ch'hoar gaer e karfen kinnig eun dra bennak ; nemet em eus aoun da lakaat sonjou doanis da ziuuan en ho kalon.

— Eus va mab Dideñ eo e fell d'eo'ch komz ! a drou'hast ar vamm-goz, a welas spallam menoz he breur-kaer.

— Hel lavarat ho peus, a eilgerias Laou. Fa reas peise du-hont, e-kreiz ar mor douñ, n'edomp ket an eil e-keñver egile, anez, neuñiñ evel ma c'houzoun, em bije e saveta-

et, sur ouñ, evel e Beg ar Raz.

— E gwirionez, eno dija ho poa salvet va mab paour. Va Dou ! Keit a zo dija abaoe'ken em oa ankouac'haet. Pardon d'in :

— Astenn a reas he dourn da Laou hag he-

man her stardas ch'houek en e hini.

— Kement-se n'eo netra, emezañ ; va dever am eus graet ha netra keñ. Du-hont avat, e mor an Indez, pa errius va lest, e oa konfonet dija lest Dideñ. Gellet em eus bet evelato gouzout e pelec'h e oa bet


beziez e goff paouñ, hag em eus lakaet eur groaz korz war ar bez.

— Va Doue benniget ! An d'ra-ze hoc'h eus graet ! eme ar vamm beuzen en ha deau-lou ; trugarez Laou ! Trugarez !

— Ouspenn, a gendalhas ar moraer, bech d'ezan o terc'hel war e zaelou, deuet oun a-benn da adprena e vontr, bet laeret ha gwerzet gant gouezidi ar vro. Setu-hen amañ, c'hoar-gaer, ha d'eo'ch her foan gant plijadur.

En hevelep amzeñ e tiskouez d'ar vaouez koz eur montr arc'hant a zistribilh wañ bouez eul las goudronet. An intavez houez a grogas emezañ en eur zistaga eun huandenn doanis bras, hag e pokas d'ezan n'ouzoun ket pet kwech e-kreiz he dælou. Den ebet en ti ne chellas mirout da ouela, ha Laou, en taol-mañ né deus ket a-benn da guzat pegen fromet e oa e galon.

Pa chellas Fant trez'hi war he glac'h, e lammas da vriata he breur kaer, en devoa



en e griez eur galon aour gwelloc'h eget hol defiziori ar bed. A ! Nann ! Ne rae forz obet ken pe ez oa paoue pe binvidik an Tonton. Moged ha follement an hol drabou, an hol ardou-se, e-skoaz ar pez a zigased hag a laverad d'ezzi eus he mab paour chomet ken karet en ti.

Bremañ edo gounezet an hol galonou gant an eontr koz. Skler e oa evit pep hini, n'oa ket pinvidikoc'h an Tonton o tistrei eus an Amerik eget pa zouaras, du-hont evit ar wech kenta. Met gwel-a-se ! pa zigase eurusted e-lec'h arc'hant ! Nag edo gantañ ar virionez pa lavare da Lom : « dalch sonj, keuz bras he pezo eur deliz d'ho sellou du... »

Ar garantez kenta a zouge an tiegez d'an eontr koñz a oa diazezet war an aout

a chelle da-gaout; faoz ha diaoulek e oa ar garantez-se, ne a chelle diaou warni nemet ch'houervoni ha dizunvanie. Bremañ her charent evit perziou mat e galon, hervez an aviel, gant eur galon eùn, a hade unvezieg hag eurusted dre an ti.

Ar moraer, mourmouet gant an hol, a savas erfin diaouz taol, pa zeus Lom en ti, diwar her. Aet e oa er maez eur pennadig araok.

— Tonton Laou, emezañ, daoust ha ne vefe ket en ho sonj gwirza ho marmouz ?

— Fri-Tougn ? eme ar moraer, nann a-vat, va paotr ! Me eo am eus e savet, sen-ti a ra ouzin ; va servicher mat ha va t'he-neñ eo ; n'her rofen ket evit dek kwechar pez a dalvez. Met daoust ha piou a zo klask e brena ?

— Añ Aotrou Kont eo, a lavařas ar paotr yaouank. O nevez tremen dre aze emañ hag en deus gwelet ar marmouz ; kement eo plijet d'ezai m'en deus goulenet e werza d'ezai mar karit.

— Mat, paotr ! lavar d'an Aotrou Kont n'emañ ket ar marmouz da werza, eme an eontr, en eur chacha mort war e gorn-butun.

Lom a ziskouezas e zisplijadur.

— Gwas-a-se d'in, emezaf. Dres e oa deuet da sonj d'an Aotrou Kont en dos prometet paea d'in va studi : Prena'r'in ar marmouz, emezaf ha paea da studi evindout.

— Va Due 'ta ! Neuze, eme an intanvez, ne vankef muui netra ebet d'in.

Lauou pa anavezas ar gudenn a lavařas :

— Va faotr, ne werzin ket va marmouz; gwelloc'h a rin avat ; d'it eo hiviziken, gra gantaf ar pez a gari. Her chinnig d'an Aotrou Kont, ha gwell-a-se mi pae da studi evindout.

Bravoc'h brava ez ae an traou. Kement

a vennoziou a gouezh wañ an eontr koz ma ne ouie ouz pe du trei. Er Roudouz, me' lavar d'eoc'h, e vee dudi en deiz-se ! Dreist holl pa zistroas Lom eus ar maner gant respont an Aotrou Kont. Pa garo e c'hello bremañ distrei d'e skolaj : paet e vo e studi evitañ ha Tonton Laou en e lec'h a sikourou kar a labour endro wardro en a-tant.

An intanvez a anzavas neuze ar c'hoan-tou direiz vagent pa zigouezas en ti, evit digoil gwelloc'h-a-se he faziou.

Laou a zirollas da c'hoarzin.

— Neuze 'ta e kave d'eoc'h e oan erru gant eun teñzor ha padal n'ez eus deuet ganin nemet daou loen didalvez.

— Fazia rit, Tonton Laou, a eilgerias Tina rak digaset hoc'h eus d'eomp tri denzor eus ar re gaera : eur choum eus he mab d'am mamm, e studi d'am breur, ha fiazans vras d'in-me ; noamp ket evit gortoz gwelloc'h !

V. Seite.

Dastumit ar Bruzun

Eus e du reizer bras ar bretoneg a skriven d'eomp al lizer-man :

Sant-Laorans 28 a viz ebrel 1941.

Ret mat eo evessat na vir ket ar bobl ar geriou en o stumm reiz : lenn diwar-benn se Dauzat « Geographie Linguistique ». Gant se e tleer :

Kutulih ar geriou pobi e meur a rannyez'da lakaat e kemm an doareou dishenvel anezo ; o c'hevrria, goudé, ouz geriou ar yez skrivet, ar gosa ar gwella, ha pa vez gallet, ouz ar c'hembrag.

F. VALLEE.

Gouenn a reomp ma vo kavet eun den, e pep parrez, da ober enni ar pez en deus grael an Tad Malgorn en e hini evel m'hon eus hen diskouezet uheloc'h.

Y. V. P.

KELEIER AR MIZ

GOUELOU

PASK BREST

Brest a zo bet gwall skoet gant ar Zhaozon, dreist holl edoug an noz etre lun ha meur Fask diweza.

Setu petra skriven d'eomp, raktal goudé an darvoud unan eus hol lennerien :

Brest 15 a viz Ebrel 1941

Emaomp o paonez beva eus nozveziad lfern ; eus unnek ur hanter diaouz an noz betek c'houez'h eur ha kart diaouz ar beureman n'o deus ket chanet ar bombezennou da gouezha nag ar « Flak » da harzal : Eur burzud eo n'eo ket het lazet Roparz Hemon ; e dia zo bet frouez hag en em gavet eo e pign, etouez an dismantrouz, wardro 5 eur diaouz ar beure-man. Wardro 7 eur eo digouezd du-man ; me a gave d'in eo eus tamant eo a diazrouz ; e vleu gwenn gant poulti plastr, e borpat roget, eur bragu polis gantan hag e dreid noaz, eur bou-tou koad : Gouela ha c'hoarzin am oa c'hoant d'ober, war eun dro ! Enn tamm e oa gloazet e benn gant eur maen o kouezha ; e louzaouet en eus va gwella ha gant eur

PEGEN MAT EZ EO MAMM JEZUZ !

Peger mat ez eo Mamm Jezuz ! Unan eus ar gwella lennerien hon eus e diavez bro. Rener levaraouge Palez ar Peoc'h e La Haye, ha n'oaamp ket evit gouzout petra e oa deuet da veza abaoe ma oa digoret ar brezel, a zo o paouez degas d'eomp al lizer-kaer-man :

La Haye, le 14 mai 1941.

Cher Monsieur l'Abbé,

Je profite du rétablissement des communications postales pour vous dire combien je suis heureux d'apprendre que vous avez bien supporté l'épreuve qui s'est abattue sur nous tous, et que vous pensez même recommander votre œuvre de Feiz ha Breiz !... On a pu penser un moment que nos centres d'intérêt allaient s'effondrer dans la catastrophe et il est réconfortant de voir la vie de l'esprit rallier ses énergies. J'espère de tout cœur qu'il vous sera donné de continuer avec la même ardeur l'œuvre à laquelle vous avez consacré votre vie !

Personnellement, je n'ai pas à me plaindre de mon sort. Faisant partie des restes d'un bataillon désigné à couvrir la retraite de nos troupes, je fus mis hors de combat et mené à une position moins exposée quelques minutes avant que la maison où le Commandant dirigeait une résistance désespérée, fut incendiée et s'écroula sur les derniers défenseurs. Le lendemain mes blessures se révélerent insignifiantes et je pus rejoindre un détachement qui essayait de se frayer un passage à travers l'ennemi. Dans cette tentative manquée, je fus fait prisonnier, et puis relâché après un mois passé au Mecklembourg.

Cela se passa il y a exactement une an-

bañac'h kafe mat em eus e laket en e biomm, met e di a zo kouezet en e boull ; e leorion hag e zourn-skridou a zo bern-war bern er c'ho : Doue a zo test ; eur burzud eo mar deet het salvet ; sonj e kouske er gambr a sko war leur-gêr La Tour d'Avvergne ; dech', goudé derou an abaden, e teus sonj d'ezan da vont da gousket er gambr a-drenv.

Div eur gonde e ou eun toull e lee'h m'eo do ar gambr e kouske enni kento'k.

Krema a ran c'hoaz e tanavela an traonse d'eoc'h ha koulskoude oum laouen p'eo gwir eo salv an hini a zo o terc'hel brezonieg an amzer da zont efre e zaouarn. Ra yo meulet Doue ha sent Breiz :

D'eoc'h, doujus kaer,

KERVERZIOU

Laouen omp bet o kleven n'en devoa bet dro ebet an A. R. Hemon, daoust pegen diskaret eo bet d'ezan e da hi drugarekaat a reomp an Aotrou Doue da veza e zionallet evel m'en deus graet.

PEGEN MAT EZ EO MAMM JEZUZ !

née. Mais le 14 mai, jour qui restera marqué dans notre histoire comme un dies atrocius dans notre histoire comme un dies atrocius puisque c'est la date de la capitulation de notre armée, m'a apporté aussi un grand bonheur.

Depuis longtemps, mon souhait avait été de me convertir à l'Eglise Catholique, mais des raisons de famille m'avaient fait différer ce projet à plus tard, au moment incertain de quitter cette vie. Or, lorsque nous nous préparâmes à quitter nos positions, un de mes camarades, un séminariste, qui connaît mon intention, me fit comprendre que c'était le moment, et sur le champ de bataille, il m'a donné le baptême d'urgence, confirmé quelques mois après par un prêtre. Une heure après, cet excellent camarade a disparu ... avec tant de jeunes garçons de vingt ans. Ce n'est pas vous qui vous êtes étonnés d'apprendre de quels secours surnaturels, cette renaissance m'a été pour supporter d'abord l'agacement de la captivité, et les incertitudes de l'existence actuelle.

Mais j'espère que cette nouvelle vous fera aussi du plaisir, d'autant plus, si j'ajoute que c'est à Serignac que j'ai en, en 1936, pour la première fois, la sensation bien nette qu'une vie animée par l'étude a peu de prix si la foi ne l'éclaire pas ! Et puis, je suis heureux de penser que cette conversion me rapproche spirituellement un peu plus des Bretons.

L'étude, il est vrai, ça ne va plus avec la même ardeur qu'autrefois. Il y a maintenant tant d'idées qui viennent, que ces anciennes préoccupations semblent bien futile. Pendant la mobilisation, j'avais encore pu finir un petit travail sur la Pastorale

de Poullaouen qui vient d'être imprimé. Je vous en enverrai un tirage à part quand la poste acceptera des imprimés.

J'aimerais à croire que Dieu me réserve un jour le plaisir d'une bonne conversation avec vous dans le calme du Menec Arré ! Mais avant il faut s'attendre encore à des privations et à des jours tourmentés. Soit, nous apprendrons à mieux comprendre Yann Landevennek.

Veuillez croire, cher Monsieur l'Abbé, à mes sentiments très respectueusement dévoués.

Th. M. CHOTZEN.

N'eus ket a wall bellou eun ozach, drougennan, a lavare d'eur vamm vat : « Chouiho peus eun dourm da gemeret ha n'ho peus hini da rei ! »

1841 - Malo Corret a Geraëz - 1941

Kant vloaz a vezd da vezeven a zeu, aboe m'ema skeudenn Malo Corret, en he sav, war leur-gér Geraez, troet he fenn war-zu ar meneziou du.

Ganet e oa bet Malo Corret e Keraëz, d'an 23 a viz du 1743 ; eur brefzelour bras eo bet en e amzer hag evit diskuiza diouz skuizidet ar brezel e rae enklaskou « var al langach, ar sourcen hac an amzeriou ancien eus ar Vretonet, e guenvroiz muia caret. »

Bet eo bet, dreist-holl, eun den a galon ha setu, a gredan ar pez en devoe græt ar muia vad d'ezan oc'h en em gaout dirak lezvaria an Aotrou Doue ; setu aman warze, petra lavare dirak e skeudenn an Aotrou Boule, prefed ar Finister, d'ar 27 a viz mezeven 1841 (1).

— Distro e Frang, e recevas digant ar Gouarnamant, en recopang a 30 vloas servich, eus a guemeridigwez Chambery, hac eus e vrillant ha frouezus commanda man er Pyreneou, eur c'honge a reform haec

(1) Pennad tennet eus an « Discours prononcé gant an Aotrou Baron Boule, e Lid Statu La Tour d'Auvergn Corret, Guentta Grenadier a Frang. »

EUREUJOU, BADIZANTOU HA KANVOU

An Aotrou Fanch Taldir Jaffrennou hag e bried o deus kemennet d'ezom eured o merc'h Rozenn-Wenn gant an Aotrou Fransez ar Stum, ijinet an Arzou ha Micheriou, eus a Landevenneg, a zo bet lidet e iliz Keraez d'ar 16 a viz ebreli 1941.

Kinnig a reomp hor gwella gourc'hemen-n nou d'an dud nevez :

An Aotrou Ronan Caouissin hag e bried o deus kemennet d'ezom ginivelez o mab Hoel, da zif Fask, 13 a viz ebreli 1941.

Skrividou ar Feiz ha Breiz - ma a zo bet kollet gant ar post hag ez eo bet ret o a-

N'heller ket lavañet an dra-e eus a gals a vammou, gwella pez a zo, ha dreist-holl n'heller ket hen lavaret eus Mamm Doue ; an distera gwerennad dour roet en hanou Doue d'ar paour ne jomo ket hep beza paëet hag an distera tra a vez roet dar Werc'henn ne jomo ket iveau hep beza gopret.

Er bloaz 1936, pa reas an A. Chotzen eur bale e Menez Are, e roas, daoust miâ noa ket kristenet o'hoaz eur prof kaer da Itron Varia Goatkeo, d'he sikour da adsevel he zi ; emaoch' o paouez lenn penaoz he deus gouezet Mamm Doue digoll he madoberour ouz e ziouall, diouz ar maro, e mèz ar stourm hag ouz e staga ouz kef ar vuhez maz eo Hor Zalver Jezuz-Krist.

Meuleudi da Vari !

eur bansion a 800 franc ! N'en devoa nemet 1600 franc a leva ha gouscoude na gris na d'an injustie na d'an ingratevi ha pell da zeziront davantach, e refusas an donezon demeus a eun douar a 10 000 franc leva, a fellie d'an duc de Bouillon rei dean, en anaoudeguez eus ar servich en devoa rentet dean, ouz en lagat da antren en e vanzez. Muyoc'h zo ch'hoas : var an 2.400 franc en devoa en oll, bap blos, hac eus a bere eun darm a vilje allies paet dean en arc'hant-paper, e constitutas ul leve a 600 franc epad e buez, da ur vam a famili, intavez eus a unan demeus e vignonet, convezet er vizer :

« AVOALCH A MEUS, A LAVARE, EVIT MONT GOUSTADIC ER 'VUEZ ; EN EM BROSTERNI A RAN GUELLOCH DIRAC DOUE EVIT E DRUGARE CAT EGUET EVIT GOULEN NETRA DIGANTAN BARA' LEZ, AL LIBERTE HAC EUR GALON NE ELLO GET EN EM DIGUERI D'AN AMBITION, CETU ENO QEMENT A ZEZIRAN. »

Na kaer eo ar chomzou - se e genou eur ch'risten hag eur breizad.

An Aotrou Marcel Audic hag e bried o deus kemennet d'ezom ginivelez o mab Youenn, d'ar 15 a viz mae 1941.

Bennoz Doue d'an daou vreizad bihan-se ha yec'hed mat d'ezo ha d'o zud.

Eberdi a reomp ouz hol lennerien an Aotrou Helies, eus a Lesneven, maro eno d'an 12 a viz mae, en e bevar ugant vloaz nou d'an dud nevez :

Eur skrivagner mat e oa ha komz a raimp anezzan, hirroc'h, diwezatoc'h.

döber. Setu perak e tigouez an niverenn-man ken diwezat ha ma ra.

Moulerez Bro-Leon, Landerne.

Ar Merouf : H. Caouissin.

